

Le pauvre malade est guéri par toi,
Chacun dans son cœur conserve ta foi.

Du haut de la nue, étoile divine
Répands tes rayons sur cette ravine.

Bénis nos foyers et notre moisson,
Donne à nos troupeaux épaisse toison.

Du divin soleil l'éclat t'environne,
Sur ta tête Dieu mit une couronne.

Partout dans ce monde est ton nom celui
A qui l'on demande un fervent appui.

De ton paradis, Vierge immaculée,
Console toujours l'âme désolée.

Prête ton secours à l'humanité,
Sous tes yeux divins est la vanité.

A l'opprimé donne au ciel une place,
Source de bonheur, reine au cœur sans glace

Propriété LE BRUN.



KANTIK NEVEZ ITRON VARIA RUMENGOL

Lili, arc'hantet ho deliou,
Var bord an dour so er prajou ;
Doue dezho a roas dillad,
Askuill er meziou peb c'houez vad.

DISKAN

Itron Varia Rumengol,
Guerc'hez gallouduz, remed holl.
Roñt deomp hiric, en an Doue.
Iec'hed ar c'horf ag han ene.

O Rumengol, pel amzer zo,
C'houi he boked kaera hor bro,
Peb rozenn goant beb lilien,
A zo disliv enn ho kichen.

N'euz elestren ebed er prat
A daolfe kement a c'houez vad :
E Leon. Treguer ha Kerne,
Ganeoc'h e klever c'houez an Ee.

Bleunia' rit c'hoaz en ho kosni
E liorzik goudo Mari ;
Rak hor mamm dous n'eot ket un dro
Pa gar eur vec'h eo' vit ato.

Van ann Arvor gant ar Verc'hez
Oc'h bet lakeet da rouannez ;
Rumengol eo he merc'h hena,
Gant-hi eo karet ar muia.

Hon tadou koz a ioa kousket
E tenvalijen ar pec'hed :
Maro Var roudo beh hini...
Ifern heuzus o tigeri...

Var an mean ruz e skuillet goad
Hag er C'hrannou, e kreiz ar c'hoad
A zindañ derven Teutates,
Tud veze lazet eb truez.

Tec'hit, doueou digalon,
Cetu Guennolé ha Grallon ;
Tec'hit, tec'hit... Var ar mean ruz
Eo savet chapel mamm Jesus.

E leac'h ar goad, douër ar vuez,
A red enn illiz ar Verc'hez :
He c'haloun eo an eienenn
Ne vezo dizec'het biken.

E Rumengol, ar pelerin
A bedo stard var he zaoulin,
A velo a dreuz he zaelou
Evel digor les ann Envou.


Ma salut teir guech an oter
Enn eur adori lior Zalver,
Teir guech e vezo beniguet
Gant tri ferson sakr an Drindet.

Ma ra seiz guech tro ar chapel
Gant *Ave* an eal Gabriel
Mari hen diaoullo bepred
Diouz Satan hag ar seiz pec'het


Ha ma tigemer an hosti
He gallon enghan o virvi
Ous Jesus e c'homo stag mad
Etrezho birviken kimiad.

Pelerinet, grit evel-se,
Kaout a refet grasou Doue :
Hag e veac'h deuet eur lenva
C'houi ielo kuit enn eur gana.

Guillou MERRER.



Notre-Dame de Rumengol



Air : *kantik Sant-Ervoan.*

Vierge Rumengol, mère des Bretons,
Protège à jamais nos pauvres cantons (*bis*).

Sur cette âpre terre où l'onde en furie,
Le Breton t'implore, ô Vierge Marie.

Comme nos aïeux, au pied de la croix,
Du matin au soir, nous disons : je crois !

Depuis le vallon jusqu'à la montagne,
Toujours dans son cœur t'aime la Bretagne.

Sur notre pays des divins séjours,
Veilles, je t'en prie, ô veilles toujours.

Lorsque sur la mer la tempête gronde,
Plus d'un marinier a peur de sa fronde.

Reine des élus, mère au doux regard,
Prends pitié de nous, sans le moindre égard.

Auprès du Sauveur, ta puissance est grande,
Le monde à genoux t'offre son offrande.

De l'aube vermeille au fin fond du soir,
Vers ton trône d'or monte un chant d'espoir.

D'être sous ta loi, la Bretagne est fière,
Ton nom est béni dans chaque chaumière.